

SALM 21

Pemped sul Fask B

M. : Adrien CAVAREC

D. E - kreiz am em - vod, Ao - trou, e veu - lin a - ha - noc'h.

Ahanoc'h e teu va meuleudi en emvod braz ;
Va gouestlou a zevenan di-rag ar re a zouj ahanoc'h.
An dud kreiz a zrèb o gwalc'h ;
Meulet 'vezo an Aotrou gand ar re a glask anezañ.

An douar a-béz 'nevo soñj, hag e tistroio d'an Aotrou,
Hag e stouo dirazañ oll rummadou ar broadou.
"Ya, d'an Aotrou ar rouantelèz,
Ar galloud war ar broadou !"

Ha me a vevo evitañ : tud va lignez e zervicho ;
Komz a rint euz an Aotrou d'ar rummadou da zond.
Kemennet 'vo e justis d'ar bobl a vezo ganet :
"Setu ar péz e-neus greet an Aotrou."

R. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.

*Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »*

*La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »*

*Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !*